

Eun intanvez à donquédec
 zo nevez maro e friet
 a ya ar blama da clasq e bouet
 en tal dor é otrou pa e erruet
 nac un tam bara e deus goulennet,
 nac en an doué in tam bara
 me nam eus bet draillen an dema
 ha tri vuguel paour a meus ive
 na no deus bet tam quer couls a me
 ma na c'heus te tri a vugalé
 què dar guer a las unan a nê,
 què dar guer a las unan a dri
 da rei dan daou al da sebri
 Dont a ra an intavez paour dar guer
 hac i un neubeudic en coler.
 ha drema tosta y dan ty
 y na gleve nemet ar gri
 hac or mamic paour un tambara
 pres omp on tri da fatica,
 ar beleêc(1) e ronfem é did un tam bara
 me a ya da guemer ur gontel da laza,
 ar buguel bian a yoa enti
 en oat a saou vis pea dri
 hac or mamic paour nor lazit quet
 ni a ya om sri da glasq or bouet,
 ni a yêl om sri da glasq or boet
 et lec ne visim quet anavezet,
 Mont a ra an intaves paour de g'uelé
 siouas nac ep rei tam de bugualé

Pa oent en o guellé cousquet mat
 ec'h antreas en ti e ell mat.
 Petra zo ase dar point ma en nos
 pa e êt an oll dud da repos,
 ac intavez nan de oc'h ell mad
 a zo deut ama a bers doue on tad
 da lavaret dec'hu intavez
 re do pugale bara a lies,
 a béléc rofen me dè bara

hac nen deus draillen en ti ma
 segal o poa adet dèc'h ar beure
 ac a vo daré abars cres dé
 ac tui dar parc de droha
 a de gas dar velin da vala
 goude ma vo de hu malet
 nac itu dan ti forn de boazet
 it gantan elèc ma vo ar muya tud
 evit ma vo guelet ar Burzut
 Cassit un tam d'oc'h otroù anezan
 ha ne gassit quet nemeur dezan
 evit ar pezh en deus da veva,
 na dalit otroù un tam bara
 na deus ar zegal nevez ar bla ma
 na dipes dime va incané,
 ma zin da velet ar viryoné,
 e creis ar parc pa e erruet
 an douar dindannan zo digoret
 et creis punç an nivern e coezet
 nen deus nemet pen an naneval brutal
 a voa chomet var an douar,
 cris e vizé ar galon ma na voelzé
 ez parc an nep a visé
 o velet pen an naneval brutal
 a voe chomet var an douar.

*Il n'y a pas de titre dans le ms.. Écriture assez grossière, mais bien nette.
 Le texte est écrit sans séparation de vers, comme si c'était de la prose.*

(1) Ms : beleéc ; lire : belec'h — 7 vers plus bas : ms. : et lec ; lire : e lec'h.

d'après la copie qu'en a faite M. P. Le Roux et qu'il m'a communiquée.